



Stummer Kuzulier war h-e anv pe gopret Formateur Conseil Indépendant ou Salarié - (FCIS)

Ur stummadur a bep-eil :

- War an **ijinouriezh pedagogel** (kelenn d'an oadourien, kevarouezerezh, TIC (Teknologiezhioù an Urzhiataerezh) ha brudañ)
- war an **doareoù ober en aozadurioù stummañ a-vicher** (kas raktresoù, emzalc'hioù ur c'huzulier, ur prizer, un hanterour...),
- War dachenn an **ensavadurioù hag an ekonomiezh** e bed ar stummadur (ar gwir hag an arc'hant, merañ an obererezh, merañ ar red-micher)

Evit piv :

Ar stummadur-mañ zo evit :

- Ar studieren ganto un DUT, BTS, DEUST, aotreegezh 2 pe diplomoù-stad kevatal ha tapet skiant ganto war ar stummañ, c'hoant ganto micherelaat o doareoù war an dachenn-mañ.
- An dud dilabour pe war ul labour, c'hoant ganto mont war o anv evel stummer-kuzulier (embregerezh, micher frank),
- An dud war ar vicher c'hoant ganto kreñvaat o barreezhioù stummañ pe war ar merañ hag an diorren.
- An dud dilabour pe war ul labour c'hoant ganto mont da stummer en ur greizenn stummañ.

Modelezhioù evit heuliañ ar stummadur :

- Adkregiñ gant ar studioù
- Kevrat pe prantad micherelaat
- Stignadoù talvoudekaat (VAE)
- Dre volladoù



Postoù labour a c'heller kaout da-heul ar stummadur :

- > Stummer war tachennoù liesseurt
- > Stummerien heñcherien, monitourien, ambrougerien, kelennerien ...
- > Stummer d'an dud deuet war ar brezhoneg (hentad difer kinniget a-gevred gant DAO)

Ar Stummadur

Ur stummadur a bep eil eo. Dre pazennadur pedagogel e vez degaset an gouiziegezhioù ha liammet e vez etre gouzout ober teorikel ha pleustrek.

Miz skwer : ur sizhunvezh a-stroll er Skol-Veur, 2 pe 3 sizhunvezh labour war an dachenn (hervez statud pep hini).

Ar stajidi a c'halla tennañ gounid eus ur stummadur a-bell.

Ar stummadur micherel-mañ zo kinniget evit un obererezh gopret pe war h-e anv.

Ar staj

An dud dilabour hag ar studierien a ranko ober ur prantad micher **560 eurvezh da vihanañ (16 sizhunvezh)**, dre ur c'henemglev staj pe ur gevrat vicherelaat.

Barregezhioù tizhet

> Barregezhioù micher :

- diagnostik : dielfennañ ar c'henarroudoù, an endroioù ekonomikel, lezennel, politikel hag ensavadurel an embregerezhioù hag an aozadurioù.
- Sevel sekañsoù stummañ diwar un ijinouriezh pedagogel a zere, lakaat e pleust ha priziañ an oberoù stummañ bet savet.
- Sevel respontoù d'ar c'halvoù da ginnigoù ha da gaieroù-ar c'hargoù, ar bilañsoù pedagogel hag an danevelloù arc'hant.
- Aozadur, melestradur, mererezh ar stummadur
- Sevel alioù hiniennel diwar c'houlenn war an dachenn arbennik.
- Merañ an obererezh war h-e/hec'h anv pe gopret (kehentiñ, kontouriezh)

> Barregezhioù evit ar raktres :

Stummer – kuzulier war h-e anv :

- Ar gwerzhañ hag ar c'hehentiñ
- Sevel ha kas obererezhioù stummañ ha kuzuliañ,
- Lakaat er pleustr , merañ hag ober war-dro melestradurezh an obererezh war h-e anv.

> Barregezhioù evit ar raktres :

Stummer – kuzulier gopret :

- Bezañ perzh en ur skipailh stummerien
- En em lec'hiañ e-giz stummer
- Kemer perzh en argerzh priziañ

> Evit an arbennikadur stummer war ar brezhoneg:

- Anavezout bed ar stummañ yezhoù minorelaet
- Lakaat er pleustr ha priziañ an embregoù pedagogel, evit an dud deuet dre soubidigezh

Kelennadurezhioù

C'hwec'hmiziad 5

Kenarroud an obererezh stummer - kuzulier

- Pedagogiezh an dud deuet
- Gwir an embregerezhioù
- Ekonomiezh an aozadurioù
- Kontouriezh hollek
- Kontouriezh an embregerezhioù

Ijinaeriezh an emellerezh er stummañ

- Kuzuliañ
- Sokiologiezh an aozadurioù
- Ijinaeriezh ar emellerezh

Kelennadurezh e galleg

Raktres heñchet :

Analizañ ar skiant-prenet vicherel

Kelennadurezh vicherel : analizañ ur skiant-prenet vicherel (War h-e anv pe gopret)

Raktres heñchet :

Despizañ ar raktres staj Kelennadurezh vicherel ha heuliañ ar staj.

Yezh (saozneg)

Lenn galvoù kinnigoù, teuliadoù ensavadurel, testennoù dave teorikelet

Kelennadurezh e brezhoneg

Raktres heñchet :

Analizañ ar skiant-prenet vicherel

Kelennadurezh vicherel : analizañ ur skiant-prenet vicherel (War h-e anv pe gopret)

Raktres heñchet :

Despizañ ar raktres staj Kelennadurezh vicherel ha heuliañ ar staj.

Yezh (brezhoneg)

Lenn galvoù da ginnigoù, teuliadoù ensavadurel, testennoù dave teorikel. Lakaet e vo kalz a bouez war an distagadur hag al liamm etre ar skrivañ hag ar c'homz

C'hwec'hmiziad 6

Identelezh vicherel ar stummer-kuzulier ha live ar servij degaset

- Sokiologiezh ar micherioù
- psikosokiologiezh al labour
- Ekonomiezh an aozadurioù.

Merañ ha diorren ar raktres micher

- Skiantoù ekonomikel ha merañ

Ijinaeriezh pedagogel an ambroug

- Kas strolladoù tud en dro
- Aliañ pep hini diouzh h-e du

Kelennadurezh e brezhoneg

Kelennadurezh e galleg

Raktres heñchet :

Sell war dazont ha diorren an obererezh Micherelaat

Raktres heñchet :

Analizañ ar staj An ober micherel

Yezh

Kinnig an traoù e saozneg

Raktres heñchet :

Sell war dazont ha diorren an obererezh Micherelaat

Raktres heñchet :

Analizañ ar staj An ober micherel

Yezh

Kinnig an traoù e brezhoneg. Lakaet e vo kalz a bouez war an distagadur hag al liamm etre ar skrivañ hag ar c'homz. Lakaet e vo ar stajidi d'ober anaoudegezh gant meur a hentenn kelenn ha d'ober gante.

Load ar stummadur :

<https://sites.google.com/site/lpfcisrennes2>

Ar Gevelerien

Diwar goulenn daou ensavadur micherel eo bet savet an aotreegezh micherel-mañ :

- An **SYCFI** (sindikad ar guzulieren-stummerien war o anv)
- **Breizh-Conseil**, Kambr vicherel rannvroel micherioù ar c'huzuliañ hag ar stummañ micherel.

An aotreegezh vicherel FCIS e brezhoneg zo kinniget dre ur c'henlabour gant DAO (Deskiñ d'An Oadourien), ha frammoù ezel eus ar gengevredigezh : Stumdi, Mervent, Skol An Emsav hag Ar Falz.

Un nebeut frammoù lec'h ma vez degemeret stajidi : Kelenn, Mervent, Roudour, Skol an Emsav, Stumdi, frammoù o kas kentelioù brezhoneg en un doare micherel (gwelet gant DAO)...
Greta, CLPS, MFR, Espaces Formation, ICF Atlantique, Inserthaction, Aforem, Ethos Academy, Cap AdHoc, Trihom, La Ligue de L'Enseignement, Prisme, Aftec, Centres de Formation Agricoles, ESC, Askoria, EPIDE,

Un nebeut sifroù :

Studierien gortozet :
20 studier

Feur an dud degemeret en arnodennoù :
100 %

Feur an dud kavet labour ganto goude 6 miz :
95 %

*Taux d'insertion = nombre de diplômés en emploi / population active

Enskrivañ :

www.univ-rennes2.fr/devu/inscription

Evit arc'hantaouiñ ar stummadur

(Servij ar stummadur dibaouez)

Karine Latouche

02.99.14.20.59

karine.latouche@univ-rennes2.fr

Gouzout hiroc'h diwar-benn an

diplom :

(danvez, lusk, pedagogiezh)

Charlotte Velly – kenurzhierz bedagogel

02.23.22.58.31

charlotte.velly@univ-rennes2.fr

Diwar-benn ar brezhoneg

DAO : 02 98 99 94 24

degemer@dao.bzh

